

Ur wech e oa

## An Tren

Ne m'eus ket gwall alies kemeret an tren , koulz eo lavarout ar gwirionez , setu perak em eus dalc'het soñj .

Gwech ha gwechall on aet da Garaez memestra. Pa vije tapet an tren e Lokrist, etre Lokarn ha Karnoed, ni , kanfarded, va breur ha me, e oamp loc'hus evel pavned. Mamm a oa o terc'hel hon zaouarn, rak danjerus-mat a oa an traoù, dreistholl pa errue an euzhvil, ar marc'h-du : me lavar deoc'h, gant trouz met un trouz n'oc'h ket gouest da gompren. War ar marc'had c'hoazh un taol c'hwitell hir ha lemm da spontañ ur glokas marmouzed.

- " Salud Soaz, te 'zo vont da Garaez gant da vugale,

- Ya , eme Mamm"

Ar "chef de gare" en doa saludet Mamm. Chef e oa peogwir e oa e-unan en ti-gar, er reseau breton e oamp .. ( tous chef mais pas responsable) evel ma vez lavaret e galleg. Tregont eurvezh labour mar plij, hag abaoe pell ha pemp eurvezh da evañ gwin pe dour tomm pa oa yen ar goañv en tavarn ti Christine Bizien ur genitervez-gompez din. Ar chef a oa Poupon e anv met muioc'h anavezet e oa gant an anv "transistor" N'ouzon ket perak...

A-benn ar fin e oamp hon zri er gwetur hag ur vunutenn goude e klevomp : "les voyageurs pour carhaix, attention au départ" ha raktal un taol c'hwitell ken lemm hag ur gontel spazhañ moc'h . Gant un trouz spontus e ya ar marc'h war-raok.

Bremañ mont a reomp a-hed d'ar stêr Yer , kaer eo an amzer hag an natur dispar, ar prajoù glas ha girzi melen ha ruz ( ruz e bro Kallag evel ma ouzer!) leun a laboused o tebri mouar..

- "Brav eo" eme Pierre-Maï , va breur, goude ur pennad. Emaomp bremañ tost d'ar vilin Jean Iouille. Meur a wech on bet enni gant va zad , da gas greun war gein ar gazez..

Un taol c'hwitell ur wech c'hoazh hag e treujomp hent Tabrian: Ur paotr kozh a zo war bord d'an hent gant ur vuoc'h, gwisket e mod kernevad, un tok rond hag ur jiletenn du, ur vragoù griz ha roched hep kouzougenn, botoù-koad gantañ leun a blouz. Ober a reas ur sin deomp, va mamm a respontas dezhañ.

Tostaat a reomp eus an termen: Karaez.

Dour tomm